



Programm-*skouer* « An natur e-pad ar goañv »

Tem kinniget etre miz kerdu ha miz c'hwevrer

Ne faota ket krediñ tout ar pezh a lârer... **Bev-mat eo an natur e-kerzh ar goañv !** Ma vez lod o c'hoañvaat e c'heller ivez profitañ evit teurel ur sell disheñvel war an endro : dre vrankoù noazh ar gwez, pegen mat e weler al laboused ! Ha pebezh labour zo d'ober el liorz ! Deomp da welet...

Ar programm kinniget amañ zo bet savet ganeomp evit reiñ d'ho klasad da welet **perzhioù dic'hortoz an natur** : kuzhadelloù al loened, ar c'hoad gwelet evel energiezh... A-bep eil gant baleadennoù berr er-maez, dre an hentoù-treuz pe er c'hoad, e vo kavet prantadoù arnodiañ en diabarzh, evit labourat en ur vousec'hoarzhin war 5 tem liammet gant ar goañv.

Palioù :

- bevañ ur prantad dreist-ordinal en natur gant ar c'hlasad
- kompren penaos eo frammet ar c'harzhaoueg ha perak eo a-bouezh gwareziñ anezhi
- labourat en ur bourmen, sellet ha krouiñ war perzh ar yenijenn e rod ar c'houlzioù-amzer

Lun : digoradur – an natur e-pad ar goañv	Meurzh : ar gwez	Merc'her : – an dour, ar c'harzhaoueg	Yaou : buhez al laboused	Gwener : al liorz - klozadur
<p><i>En em gavout da 9e30</i></p> <p>En em staliañ, gweladenniñ ar greizenn</p> <p>Ar goañv e-barzh rod ar c'houlzioù-amzer</p>	<p>Er c'hoad</p> <p>Delioù padus, delioù kouezhapl, buhez ar gwez</p> <p>Skeud ha rusk ar gwez : sevel ur « ruskaoueg »</p>	<p>An dour hag ar meteier gleb</p> <p>Kelc'hiad buhez loened ar poullou-dour</p>	<p>Neizhoù, pluñv, broierezh</p> <p>Bouetaat an evned, pe get ? Sevel mañjoueroù ha bouloù druzoni</p>	<p><i>Renkañ ar c'hambreier</i></p> <p>El liorz : dibab ar greun, hadañ. Lochoù repuiñ : evit piv, ha perak ?</p>
Merenn	Merenn	Merenn	Merenn	Merenn
<p>Baleadenn er c'harzhaoueg</p> <p>Buhez al loened e-pad ar goañv : roudoù, goañvaat, repuiñ...</p>	<p>Fardañ glaou-koad</p> <p>Labour an aozilh (tañva)</p>	<p>Baleadenn er c'harzhaoueg</p> <p>Da betra a servij ar c'hleuzioù ?</p> <p>Anavezout an delioù, sevel roudoù anezhe</p>	<p>Anavezout al laboused : sell a-dost gant jumelloù</p> <p>Skejañ polottenoù dislonkañ ar c'haouenned</p>	<p>Oberenn a-stroll :</p> <p>Sevel ur vaketenn d'ar c'harzhaoueg</p> <p>C'hoari bilañs</p>
Adverenn	Adverenn	Adverenn	Adverenn	Adverenn
Amzer vak	Amzer vak	Amzer vak	Amzer vak	Loc'hañ 4e30
Koan	Koan	Koan	Koan	
	Beilhadeg tro-dro d'ar gouloù	<i>Beilhadeg dieub</i>	Beilhadeg kontadennoù e korn an oaled	

Ar programm amañ a-us zo ur c'hinnig a c'heller kemm hervez ho c'hoantoù ha oad ar vugale. Posubl eo ijinañ anezhañ war 2, 3 pe 4 devezh. Deuit e darempred ganeomp evit sevel ho raktres asambles gant un animatour.